

Adalek 2 vloaz Beaj vat Dimitri ! Ur programm 3 film-bevaat (40 mun)

Pedet oc'h da veajiñ ho taoulagad digor frank !

Kaset voc'h da bell-vro gant istorioù tener, renet dreist-holl gant loened dudius ! Deuit d'o heul diouzh red fabloù o bedoù faltazius...


Djinn ar voest ravioli



Sevenet gant Claude Barras / 7 mn 35 / 2005

Produet gant Folimage (Frañs), kenproduet gant Cinémagination hag Helium Films (Bro Suis)

Bep noz e oar Armand, micherour war chadenn en ul luzin toazennoù, digeriñ ur voestad ravioli da goan. Met hennozh e lamp ur pikol mell tamm strobinneller 'maez ar voest/ Kinnig a ra da Armand lakaat daou deus e hetoù da vezañ gwir.



Snejinka / Fulenn erc'h

Sevenet gant Natalia Chernysheva / 6 mn / 2012

Produet gant Studio Bee (Rusia)

Skignet gant Folimage Distribution

<http://www.folimage.fr/fr/distribution/flocon-de-neige-137.htm>

Ur wech e oa un afrikan bihan a oa bet resevet gantañ lizher e vignon, ma oa ennañ ur fulenn erc'h...

Dimitri e Ubuyu

**Sevenet gant gant Agnès Lecreux
ha Fabien Drouet / 26 mn / 2014**

*Produet gant Vivement Lundi ! e Roazhon
Skignet gant Folimage Distribution*



Pradet en deus Dimitri, ul lapous bihan o tont deus Europa, e plaenenn Ubuyu en Afrika. Ha chomet eo eno, war-lerc'h e dud.

Dindan askell Makeba ar jirafenn en deus graet Dimitri ar filip bihan anaoudegezh gant loened ha kizioù ar blaenenn. Benn fin ar gont ez eus war e wallavañtur tres ur re vakañsoù n'eo ket bet evit dibab anezho, ha diskouez a reont koulskoude bezañ dedennus ken-ken. Bemdez e rank Dimitri deskiñ talañ ouzh e anken evit ober anaoudegezh gant ur bed leun a souezhennoù. Ha gallout a ra kontiñ war e vignoned nevez, Oko ar roudeneg ha Pili ar surikat, ma roint kalon dezhañ, ma henchint anezhañ ha ma frealzint anezhañ da c'hortoz distro e dud...

<http://www.vivement-lundi.com/vivement-lundi/Dimitri.html>

Advouezhiañ e brezhoneg : **DIZALE** www.dizale.org

Skignañ e Breizh : **DAOULAGAD BREIZH** / 02 98 92 97 23

daoulagad.bzh@orange.fr / www.daoulagad-breizh.org

A partir de 2 ans Bon voyage Dimitri ! Un programme de 3 court-métrages d'animation (40 mn)

Une belle invitation au voyage et à la curiosité !

Ce programme évoque l'ailleurs au gré de délicates histoires où les animaux mènent entre autres la danse ! Laissez-vous emporter par ces fables aux univers attachants et fantasques...


Le génie de la boîte de raviolis



Réalisé par Claude Barra / 7 mn 35 / 2005

Produit par Folimage (France) en coproduction avec Cinemagination et Helium Films (Suisse)

Comme tous les soirs en rentrant du travail, Armand, ouvrier à la chaîne d'une usine de pâtes alimentaires, s'ouvre une boîte de raviolis en guise de dîner. Mais ce soir, un énorme génie surgit de la boîte. Il propose à Armand d'exaucer deux de ses vœux.



Snejinka / Flocon de neige

Réalisé par Natalia Chernysheva / 6 mn / 2012

Produit par Studio Bee (Russie)

Distribué par Folimage Distribution

<http://www.folimage.fr/fr/distribution/flocon-de-neige-137.htm>

Un jour un petit garçon africain reçoit une lettre d'un ami et dans cette lettre, il y a un flocon de neige...


Dimitri à Ubuyu

Réalisé par Agnès Lecreux et Fabien Drouet

26 mn / 2014

Produit par Vivement Lundi ! à Rennes

Distribué par Folimage Distribution



Un jour, Dimitri le petit oiseau venu d'Europe s'est posé dans la plaine d'Ubuyu en Afrique. Et ses parents l'ont oublié là.

Makeba la girafe a pris le passereau sous sa protection et Dimitri découvre les animaux et les modes de vie de la plaine. Finalement, c'est un peu comme des vacances qu'il n'aurait pas choisies mais qui vont s'avérer extrêmement enrichissantes.

Tous les jours, Dimitri apprend à surmonter ses craintes pour découvrir un univers plein de surprises. Et ses nouveaux amis Oko le zèbre et Pili la suricate sont là pour l'encourager, le guider et le consoler de l'absence de son père et de sa mère...

<http://www.vivement-lundi.com/vivement-lundi/Dimitri.html>

Doublage en langue bretonne : **DIZALE** www.dizale.org

Diffusion en Bretagne : **DAOULAGAD BREIZH** / 02 98 92 97 23

daoulagad.bzh@orange.fr / www.daoulagad-breizh.org